

Al lodenn diwezhat

Kompren

Prezegennoù « à l'ancre des mots »
D'ar sadorn 27 ha d'ar sul 28: 2e/3e30/e-pad 45 minutenn

Disachañ hag
Implij ar c'hrag
Gant L.Chauris

Mein ruz Erge,
un adsav
gant G. Bovyn

Ekologiezh ar
ar **Vein Ruz** :
Un hollad ! gant M.Viollet
Gant F.Rozé

Ar gweledva
oc'h emdroiñ

Gweledva ha
douaroriezh
Gant A.Freytet

Ar glad
-douarouriezh ?
Erge/Frehel
Gant M.Jonin

Doriou digor eus ur sistrevezh bio

D'ar sadorn 27 ha d'ar sul 28:10e-12e/2e-7e
Gweladenn displeget ar **sistrevezh** "Vergers
Réginéens" e La Couture.(Tachennoù ha gwez frouezh)

Doriou digor Krag Erge

Gweladenn bleinet an embregerezh (tailh ha
levnañ ar c'hrag) gant M. Mendes.

Ar vein ruz gant ar savouriezh

Gweladenn bleinet gant M.Grammare e Plurien

Kejañ

Digoradur ofisiel
D'ar sadorn 27/11 e/La vieille chaussée

Dorioù digor ar skolioù

Erge, Frehel, La Bouillie, Plevenon ha Plurien.
Diskouezadeg labourioù ar skolidi diwar an douaroriezh

Koan ar vaenerien

D'ar sadorn 27: 7e/ porzh Erge
Diskouezadeg evit gwelout penaos tailhañ ar c'hrag
mod-kozh, birvilh senet ha kanet.
Dindan ur gaborell, fiskal e vo!
Dre viradenn a baeo.

Tan Sant Yann

D'ar sul 28/e-pad an nozvezh/ Chapel martoloded

Centre d'information du Géofestival/ Kreizenn Titourdi Géofestival
Office du tourisme d'Erquy/ **Titourdi** Erge Mail/Postel : oterquy@wanadoo.fr
3 rue du 19 mars/ 3 straed d'ar 19 a viz Meurzh
22430 Erquy /22430 Erge

Se repérer à Erquy

- 1.La maison de la mer/ Ti ar mor
2. La vieille echaussée/(?)
- 3.Bibliothèque du blé en herbe/ Levraoueg an ed diwar e c'har
4. Office du tourisme d'Erquy/ **Titourdi** Erge
5. La galerie d'art/ ar palier arz
6. Ancre des mots/ Ancre des mots

Dizoloiñ

Baleadenn « displann » e Erge
Dizoladenn skiantennel e Erge evit ar re weliapl
hag ar **re zisweliapl**. Gant Anne Blouin.

Krimpadenn ouzh un tornaod mein ruz

D'ar sadorn 27 war ul lec'hienn naturel (**Kap Erge**)

Stal-labour evit tresañ ha livañ

Gant kevredigezh La Palette.

Pourmen

Kap Frehel, douar dibar

D'ar sadorn 27 :2e30-5e
E-maez ar sindikad ar c'hapoù dibar ha digoust
emgav e-kichen Tour Tan **Kap Frehel**.

Ar c'hrag ruz el « Lenn glas »

D'ar sul 28 : 10e-12e30

E-maez ar sindikad ar c'hapoù dispar ha digoust,
emgav e **parkva** beg **Kap Erge**.

Raktresañ hentoù o tont an hengleuzoù ha tornaodoù Kap Erge

Hentad displegañ ar CG22, el lenn glas.

Gweladennoù bleinet evit an holl el lec'hioù

Gant skiantourien

Troioù-bale 6km ha 15km

Gant kevredigezh Erquy rando

**Etrezek dieub ha digoust evit an holl ma n'eus
meneg ebet. An holl buhezerezh zo e
Erge(sellit ouzh ar steuñv a-dreñv) .**

Un projet, 3ans, 4 communes/Ur raktres, 3 bloaz, 4 parrez

Rdv avec des nouveaux thèmes les derniers week-end de juin/ emgav gant [an](#) dodennoù nevez [e-pad](#) dibennoù-sizhun diwezhañ [miz](#) Even

2010 Fréhel-Plurien / 2010 Frehel-Plurien

2011 Plévenon-Cap Fréhel / 2011 Plevenon-[K](#)ap Frehel